

## **Steuñvenn labour evit sevel ur gevellenn bolis gant skolidi Kelc'hiad 3**

### **Dizoleiñ a ray ar skolidi :**

- Ne glot ket diouzh ret kronologiezh ar skrid ouzh kronologiezh al labour skridaozañ.
- Alies e vo dav distreiñ war gil er skrid.
- Dav vo, a-c'houdevezh, silañ poltredoù ha deskrivadurioù er skrid.
- Dav vo teurel pled, a-hed ar prantad, ouzh kempoellegezh ar skrid.
- Dav vo skrivañ un istor mestroniet tamm-ha-tamm gant an aozerion hep rein d'al lennerion da veizañ petra eo alc'houez ar gevellenn.

### **A-raok kregiñ ganti :**

- 1) Huziñ er rummad levrioù Polis dre aozañ ur Ralli Lenn azas.
- 2) Ober gant ar fichenoù dielfennañ kinniget e-lec'h all war ar blog-mañ evit dielfennañ levrioù ar Ralli.
- 3) Ober gant ar fichenoù dielfennañ usmeneget evit sevel ur steuñvenn d'ar gevellenn.
- 4) Lakaat ar skolidi da zeskrivañ poltredoù tud (luc'hskeudennoù, livadennoù...) ha lec'hioù... (goulenn outo studiañ ar melladoù a denn d'ar gorfadurezh, d'ar bale, d'an dilhad... er geriadurioù).

*Ar steuñvenn amañ dindan zo kinniget dre brantadoù (da bep skolaer da welout pegeit amzer gouestlañ d'an kez labour. Evit ul labour war ar bloaz ez eo bet rannet ar steuñvenn dre 7 prantad, da azasaat diouzh ezhomm).*

## **Steuñvenn labour :**

### **Prantad 1**

Sevel ur fichenn deskrivañ evit pep penndudenn ar gevellenn : ar reuzied ; ar c'habluz ; ar gouselled ; an enklasker (dibab piv vo an enklasker (gallout a ra bezañ daou enklasker) ; piv vo an dezreveller !)

### **Prantad 2**

Resisadurioù (gant skoazell ar fichenn "Steuñvenn ma romant polis") :

- Penaos ha perak en em anavez ar reuzied hag an torfedour ;
- Petra eo dougad an torfed ;
- Petra a vo an arverkoù (bezañ soñj lakaat unan e rann gentañ ar gevellenn), ha pelec'h ha gant piv e vefont kavet.

### **Prantadoù 3, 4, 5 ha 6**

Skridaozadenn ar rannoù 1, 2, 3, 4

(Labour dre strolladoù ; Pep strollad a lenn e gavadennoù d'ar re all ; eskemmoù ; dibaboù ; selaou pizh ha gwirheñvel eo ar skridoù pe kavadennoù : deskrivadurioù tudennoù ha lec'hioù ; ha kempoellek eo pep rann, ha kempoellek eo e ser penn kentañ ar gevellenn ? Bezañ soñj dalc'hmat lezel al lennerion en amzivin !)

Pinvidikaat ar skridoù (dalc'hmat).

Dibab talbennoù da bep rann (goude bezañ o skrivet).

Kregiñ da skriverezañ ar skridoù dibabet.

### **Prantad 7**

#### **Sevel ar c'hlozadur (pe er prantad 6 ?)**

Sevel diverradenn ar pevare golo (reiñ c'hoant d'unan da lenn ar gevellenn) ;

Sevel un talbenn d'ar gevellenn (fentus, spontus,... ?).

Lenn hag adlenn al labour da welout pezh a c'hall bezañ gwellaet, ha n'eus ket ra pe dra digempoell...

## Argerzh ar prantadoù

**Prantad 1 :** Fichennoù pivelezh pep tudenn /  
Perzh pep tudenn (reuzied, kabluz, gouselled, enklasker, tamallad,  
test...)

### 1. Pivelezh

ANV :

Anv-bihan :

Reizh :                      Oad :

Lec'h ganedigezh :

Chomlec'h :

### 2. Poltred

Ment :

Pouez :

Blev :

Trolinenn :

Perzh dezhi hec'h-unan :

Gwikamantoù :

### 3. Saviad kevredigezhel

Micher :

Live bevañ :

### 4. Saviad tiegezhel

Tud pe gourdadoù :

Breudeur pe c'hoarezed :

Bugaleaj :

Gwaz pe gwreg :

Bugale :

### 5. Poltred breidel

Boazioù :

Techoù divoutin dezhi hec'h-unan :

Doareoù labour :

Temz-spered :

### 6. Perzh er gevellenn :

## **Prantad 2**

Resisadurioù (gant skoazell ar fichenn “Steuñvenn ma romant polis”) :

- Penaos ha perak en em anavez ar reuzied hag an torfedour ;
- Petra eo dougad an torfed ;
- Petra a vo an arverkoù (bezañ soñj lakaat unan e rann gentañ ar gevellenn), ha pelec’h ha gant piv e vefont kavet.

## **Prantadoù 3, 4, 5, 6**

(Kement tra zo kinniget amañ, lakaomp ne gavfe ket ho strolladoù mennozh ebet, pe evit gwiriañ kempoellegezh hoc’h istor, pe ha n’eus ket disoñjadenn ebet).

### **Rann 1 : dizoloadenn an torfed.**

Kontit deroù an istor : unan bennak (piv ?) a dremen ent-reizh (perak ?) dre ul lec’h (pelec’h) d’ur poent bennak (pegoulz ?)

A-greiz-holl e kav an dudenn-se un dra bennak dic’hortoz (petra ?). Ober a ra neuze un dra bennak (petra ?) ha kavout a ra neuze ur c’helan (hini piv ? petra zo gantañ ? pelec’h emañ ? E peseurt stumm emañ ?). Un ersav reizh he deus (pehini ?) Petra a ra ? Petra a soñj ? Petra eo he zrivliadoù ?). Pa zeu ar sikourioù (an archerion ? un enklasker ? ur mignon ?), e kaver un nebeut traoù (pe re ?) [Diwall : amañ eo e ranker silañ an arverk pouezusañ !]. Gallout a ra an enklask kregiñ...

### **Rann 2 : an enklask hag an tamall.**

Enklask a ra ar bolis (penaos ?) : atersiñ a ra mignoned (piv ?) ha tud anavezet (piv ?) gant ar reuzied. E-kerz an enklask e teu ur gouselled war-wel (piv ? gant piv eo bet tamallet ? perak ? Diwar beseurt dougad ?). Aterset eo : gant piv ? pelec’h ? Diwall : deroù an atersadenn en doare ameeun ha tremen d’an doare eeun pa resisa ar poliser an tamalloù. Diwar beseurt arverkoù ha dougad ? Penaos en em zifenn ar gouselled ? [Diwall : arguzennoù pe digarez an tamallad n’int ket a-walc’h evit kendrec’hiñ ar poliser : kaset e vo an tamallad d’an toull-bac’h.]

### **Rann 3 : ur roudenn nevez.**

Nozvezhiañ a ra an tamallad ha tremen a ra an noz da brederiañ war an tamalloù, an arverkoù, an dougad o deus eñ kaset d’an toull. Kavout a ra ur fazi e doare prederiañ ar poliser ha kinnig a ra dezhañ un digarez aes da wiriañ.

**ha / pe :**

C'hoarvezout a ra un dra bennak a raio d'an enklasker (pe d'ar poliser) merzhout un arverk en kaso war an hent mat (peseurt arverk ? e peseurt degouezh eo bet kavet ? Piv vo tamallet bremañ ? Evit peseurt dougad ? Pelec'h emañ ? Petra a ra ?) Harpet eo ar c'habluz (met n'eo ket bet prouet c'hoazh e gablusted : n'eo ket bet implijet c'hoazh an arverk a oa bet silet er rann gentañ ganeoc'h ; na displeget an dougad...)

#### **Rann 4 : an diskuilhadennoù**

Kavout a ra an enklasker ar brouenn (pehini ?) ez eo kablus an tamallad emañ o paouez harpañ. Ret eo d'ar c'habluz anzav : perak en deus lazhet (dougad) ha penaos en deus sevenet e dorfed ?

Rankout a ra ar brouenn bezañ kreñvaet gant an arverk bet kavet er rann gentañ. Abegoù an torfed (an dougad) a rank bezañ sklaer-tre. Dezrevell an torfed a rank bezañ berr, resis ha klotañ gant dizoloadenn an torfed er rann 1.